Wikipedia

Prederouriezh

Krogit e-barzh !
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ (https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Prederouriezh&veaction=edit).

Taolenn

Petra eo ar brederouriezh?
Istor ar brederouriezh
Prederouriezh ar C'hornôg
Prederouriezh ar Reter
Notennoù


Platon, Kant, Nietzsche, Bouda Konfusius hag Averroes

Petra eo ar brederouriezh?

Ne c'heller ket kompren ar **brederouriezh** (pe : ar *filozofiezh*[1]) evel ar c'hoant gouzout, a zo unan eus techoù kreñv an Den, rak broudet e vez ar vugale gantañ ha hep mar e veze renet an Australopithecus gantañ ivez pa'z ae er-maez eus e annez.
En Henc'hres e kaver orin prederouriezh ar C'hornôg rak gant ar ger *Philosophia* (*Philo-* = "kar-"; *sophia* = "furnez") e rae an Henc'hresianed.

Hervez Nicola Abbagnano '1901-1990) en em ziskouez termen ar brederouriezh evel un anv roet d'ur seurt enklask ha n'eus ket anezhi, emezañ, e barzhoniezh Homeros hag Hesiodos.(Daveoù a vank)
Pythagoras en em ginnige evel ur sofegour (eus *sophia*) hag Herodotos, pa zanevellas un diviz etre Kresus ha Solonos a implijas an termen en e ster gerdarzhel *gweladenniñ meur a vro en ur brederouriañ.*(Daveoù a vank)

Thoukidides a zegasas deomp komzoù Perikles : *Ni, Atenidi, plijet omp gant ar gened hep poan ha gant ar prederiata hep aon.*(Daveoù a vank) Ne oa ket ar brederouriezh ur c'helenn c'hoazh. Skrivañ a reas Kikero e oa bet Pythagoras an hini kentañ oc'h implij ar ger pa lavare : *Er vuhez e c'hoarvez evel er C'hoarioù en Olimpia pa zeu marc'hadourien evit kenwerzhañ, c'hoarierien evit ar c'henstrivadegoù hag reoù all dre guriusted hag e rae prederourien anezho.* (Daveoù a vank)
Heraklitos Efesos a lavare e tlefe ar *philosophoi* bezañ enklaskerien vat war meur a dra. Un seurt enklask e oa ar brederouriezh en he deroù.(Daveoù a vank) Platon a selle ouzh kelennoù, evel ouzh ar ventoniezh, ar sonerezh hag all, evel kammedoù kentañ war hent ar brederouriezh.

Istor ar brederouriezh

Sellout ouzh ar pennad Istor ar brederouriezh

Prederouriezh ar C'hornôg

Sellout ouzh ar pennad Prederouriezh ar C'hornôg

Prederouriezh ar Reter

Sellout ouzh ar pennad Prederouriezh ar Reter

Notennoù

1. Geriadur Hemon, 1993

Porched Prederouriezh

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Prederouriezh&oldid=1789152 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 8 Ebr 2018, da 12:51.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.